


**Rentañ-kont staj**



## Lec'h ar staj

Graet em eus ma staj e Radio Bro Gwened, radio divyezhek staliet e Pondi ha renet gant Cécile Goualle. Du-se em eus graet anaoudegezh gant ar micherioù disheñvel a zo er radio. da skouer : animatour radio, kelaouer. Ur radio nes Pondi eo hag a skign war ar Mor-Bihan. Skignañ a ra war Bro-Wened.



Ma  
fost

Etrezek ar verourdi  
hag ar studio

### ***Burevioù Radio Bro Gwened***

*Amañ e vez graet ar frammadurioù, e vez skrivet ar pennadoù hag e vez pellgomzet evit ar pennadoù kaoz.*



*Cécile Goualle,  
Renerez Radio Bro  
Gwened*

## Kerzh ar staj

### **Devezh 1<sup>añ</sup>**

Goude bout bet sellet ar meteo em eus kinniget anezhañ e pad ar flashoù kelaouiñ, embannet gant Olivier Le Clainche, hag etre pep hini anezhe, sellout a raen pizh penaos e droe al lec'h merañ (ar verourdi), renet gant Claire Peres : arverañ ar mikroioù, lakaat war dro al lenerioù CD, programmiñ an abadennoù, h.a. Goude se am eus klasket ul lec'h d'ober ur pennad kaoz, am eus bet gant skol Diwan Bro Pondi.



*Olivier Le Clainche, kelaouer hag  
animatour radio e Radio Bro Gwened*



*Claire Peres, kelaouerez, animatourez  
radio ha merourez e Radio Bro Gwened*

## 2<sup>o</sup> devezh

Goude bout bet kinniget ar meteo em eus programmet ar c'heleier ha lakaet anezhe da dremen, em eus embannet « goulenn an devezh », ur goulenn savet d'ar selaouerien war un tem eus an devezh. War-lerc'h em eus kemeret perzh en ur pennad-kaoz gant izili al « Lions' Club<sup>1</sup> Vannes Bertranne ». E pad tout an devezh em eus esaeet an enroller ha graet un dibab muzik evit diriaou.

Ar verourdi




Etrezek ar  
verourdi hag  
ar bureviou

### **Ar studio**

*Aman e vez graet an abadennoù war eeun hag e vez enrollet ar pennadoù kaoz.*

### 3<sup>vet</sup> devezh

Goude bout bet graet ar meteo, programmet ar c'heleier ha savet goulenn an devezh on aet d'ober va fennad-kaoz e Skol Diwan, pennad-kaoz e brezhoneg. Distroet er savadur, em eus kroget ar frammañ gant ar programm « Audacity », ur programme enroller ha frammañ digoust, dieub hag a vez kavet war urzhiataerioù ar skolaj.



### 4<sup>vet</sup> devezh

Goude ma oa tremenet va dibab muzik em eus kinniget ar meteo, lakaet ar journal da dremen ha savet goulenn an devezh. Er fin em eus enrollet ur pennad-kaoz diwar-benn 40<sup>vet</sup> gouel ar Roue Waroc'h, ur gouel muzik.



## **Micherioù arsellet**

Animatour radio ha merour

Kement-se a dalv ober abadennoù war eeun, ober pennadoù-kaoz gant animatourien sevenadurel, ober an etrepaouezioù, h.a. Al lec'h labour a zo al lec'h merañ, lec'h ma vez labourer eus 9e da 13e hag eus 14e da 17e. An diaesterioù pennañ a zo ar zac'hadennoù tredan hag ar problemoù teknikel. N'eo ket aes kavout labour er vicher-mañ. Ar c'hopr a zo, e penn kentañ ar red-buhez, par d'ar SMIG<sup>2</sup>, hag er fin e hell cheñch. Tu mat ar vicher a zo kejañ gant tud a bep seurt. An tuioù fall a zo: an eurioù labour a hell cheñch hag ar stress.


## **Micherioù all gwelet**

Kelaouenner: mont a ra war an dachenn d'ober e bennadoù-kaoz.

Animatour radio: ober a ra an abadennoù war eeun hag ar c'hemennoù bihan.

Merour : ober a ra war dro ar son hag ar muzik.

# Planiou Radio Bro Gwened



## Div yezh evit labourat

Ur radio divyezhek eo, setu ma 'm eus labouret du-hont e brezhoneg hag e galleg: meur a gasadenn e brezhoneg e-pad an devezh ha kentelioù brezhoneg, ar pezh a c'hell deskiñ ar brezhoneg. Ur gasadenn e gallaoueg a vez kinniget ivez.

## Ur radio a genlabour gant ar re all

Radio Bro Gwened a labour gant radiooù nes Breizh:

- Radio Kreiz Breizh, ag a skign war kreiz Breizh a war bro Dreger
- Radio Kerne, hag a skign war Gemper, Douarnenez, Konk-Kerne ha Kemperle
- Arvorig FM, ag a skign war Landerne.

## Tuioù mat ar staj

Ar staj-se er radio en deus lakaet ac'hanon da arsellout meur a vicher ha da gaout ur c'houiziegezh welloc'h eus al lec'h-se.

## Tuioù fall ar staj

Mont a raen da Radio Bro Gwened war velo, an amzer a oa gleborek, neuze ne oan ket sec'h.

## Mennozh

Kavet mat em eus ar staj evit tout ar micherioù a gaver er radio hag a gelaou ac'hanomp bemdez.

## Geriaoueg

<sup>1</sup>Lions' Club : Kevredigezh etrevroadel sikour.

<sup>2</sup>SMIG : « *Salaire Minimum d'Intérêt Général* » e galleg, Gopr Izelañ a Interest Hollek e brezhoneg.

## Taolenn

Lec'h ar staj	Pajenn 2
Kerzh ar staj	2
1 <sup>añ</sup> devezh	2
2 <sup>eil</sup> devezh	3
3 <sup>de</sup> devezh	4
4 <sup>vet</sup> devezh	5
Micher arsellet	5
Micherioù all kejet gante	5
Planioù Radio Bro Gwened	6
Div yezh evit labourat	7
Ur radio a genlabour gant ar re all	7
Tuioù mat ar staj	7
Tuioù fall ar staj	7
Mennozh	7
Geriaoueg	7
Taolenn	8